

A solis ortus cardine

Gwerzaerezh : 8.8.8.8 Kerzenn : "D e f g a d e f g f e e"

Reverziadenn : LE1-337-351 M137

Adalek dor ar gouloù-deiz
betek ar penn all eus ar bed,
kanomp ar C'hrist a zo ganet
hiziv eus Mari ar Werc'hez.

Evit na goll e grouadenn.
Krouer gwenvidik an hollved
a wiskas korf ar geizh sklaved,
un den o tieubiñ an den.

Korf kloz hag anterin ar vamm
gant gras an neñv a vez intret;
en he c'hof ar Werc'hez a samm
sekredoù n'anaveze ket.

Annez he c'halon glan meurbet
a zeu da vezañ templ Doue :
Hep gwaz, setu m'he deus ganet,
diwar ur ger gwir Vab Doue.

Ganet he deus ar Mesiaz
bet kemennet gant Gabriel,
ouzh he c'hlevet Yann krouec'h
c'hoazh e kof e vamm a lammas.

Gwir vab an Tad 'zo gourvezet
e kraou an deñved, war ar foenn,
da vezañ maget gant laezh gwenn
Eñ hag a bask an holl loened.

Kanit eta gloar da Zoue,
armeoù santel an Aeled,
ha kemennit d'ar Bastored
nouel o fastor ha Roue.

Jezuz, Mab Doue benniget,
Deut da vezañ mab da Vari,
Deoc'h karantez ha meuleudi
evel d'an Tad ha d'ar Spered.

Amen.

A solis ortus cārdine
ad usque terræ līmitem
Christum canāmus pīncipem,
natum Mariā Virgine.

Beātus auctor sēcūli
servīle corpus īnduit,
ut carne carnem līberans,
non pēderet quod cōndidit.

Clausæ parētis vīscera
cælēstis intrat grātia;
venter puēllæ bāiulat
secrēta quæ non nōverat.

Domus pudīci pēctoris
templum repēnte fit Dei :
Intācta nēsciens virum
verbo concēpit Fīlium.

Enīxa est puérpera
quem Gábriel prædīxerat,
quem matris alvo gēstiens
clausus Ioānes sēnserat.

Fæno iacére pērtulit,
præsēpe non abhōrruit,
parvōque lacte pastus est
per quem nec ales ésurit.

Gaudet chorus cælēstium
et ángeli canunt Deum,
palámque fit pastóribus
pastor, creátor ómnium.

Iesu, tibi sit glória,
qui natus es de Virgine,
cum Patre et almo Spírītu,
in sempiterna sēcūla.

Amen.